

1 - Etes-vous prêts à nommer un référent (adjoint, conseiller municipal délégué) langue et culture bretonnes au cours de la prochaine mandature ? Un tel référent serait le garant d'une politique affirmée en faveur de la langue et de la culture bretonnes dont il assurerait la mise en oeuvre et le suivi auprès des services.

Nous vous invitons à voir notre réponse en breton qui prouve notre réel engagement pour la langue bretonne trop longtemps délaissée par l'ancienne municipalité dans la continuité de laquelle se situe l'autre liste. Un de nos futurs adjoints, enseignant bilingue sera le garant de notre engagement pour le breton et veillera à ce que plus de place lui soit accordée dans l'espace public.

2 - K.L.T. est le prestataire sur le pays de Morlaix pour ce qui concerne l'initiation au breton dans les écoles primaires publiques (environ 1 500 élèves sont concernés). Notre association est liée au Conseil général du Finistère, aux communes participantes, et à la Direction académique des services de l'Education Nationale par convention pluriannuelle d'objectifs (2017-2020). Le Conseil départemental du Finistère (50 %), la Région Bretagne (18 %) et les communes (32 %) co-financent le dispositif.

Etes-vous prêts à co-financer le dispositif d'initiation à la langue bretonne pour les écoles primaires publiques de votre commune ?

Nous souhaitons proposer une initiation au breton aux élèves de notre commune et participer financièrement à ce dispositif.

3.a - Etes-vous prêts à initier ou à aider à la création d'une (nouvelle) filière scolaire bilingue, publique et/ou privée, ou d'une (nouvelle) école immersive (réseau DIWAN) ?

Nous proposerons aux parents et futurs parents d'élèves une concertation en lien avec l'association Divyezh afin de voir si une filière bilingue publique pourrait être pérenne sur la commune.

3.b - Etes-vous prêts à accompagner efficacement le développement des filières scolaires breton-français existantes sur votre commune ?

4 - La charte «Ya d'ar brezhoneg» (Oui à la langue bretonne) est proposée par l'Office Public de la Langue Bretonne (www.opab-oplb.org). Outre le fait d'officialiser les engagements des collectivités en matière de promotion de la langue bretonne, la signature de cette charte permet de bénéficier d'un soutien technique et logistique. Chaque collectivité s'engage à atteindre l'un des quatre niveaux de valorisation proposés, choisit les actions qu'elle souhaite mettre en oeuvre et se donne le délai qu'elle veut pour y arriver. A ce jour, 774 structures privées, 208 communes et 14 structures intercommunales ont signé cette charte en Bretagne.

● Si vous êtes élus et que votre commune n'est pas encore signataire, vous engagez vous à signer la charte «Ya d'ar brezhoneg»?

Nous nous y engageons.

● Si vous êtes élus et que votre commune a déjà signé la charte «Ya d'ar brezhoneg», vous engagez vous à travailler en vue de l'obtention du niveau suivant de la charte?

● Si vous êtes élus, vous engagez vous à défendre et promouvoir la langue bretonne au sein de votre communauté de communes notamment en proposant de désigner un conseiller communautaire et un agent bretonnant chargés de la politique linguistique sur le territoire ?

Nous nous y engageons.

5 - Etes-vous prêts à soutenir et/ou développer les cours du soir sur votre commune (mise à disposition de locaux, communication, information du public...) ?

Avec grand plaisir.

6 - Etes-vous prêts à soutenir les pratiques artistiques (musique, chant, peinture, danse, ...) liées à la culture bretonne ?

Nous sommes prêts à aider toute initiative en ce sens.

1 – Ha prest oc’h da envel un den-dave (eilmaer, kuzulier-kêr dileuriet) evit ar brezhoneg ha kultur Breizh e-kerzh ar respetadur a zeu ? Envel un den-dave evel-se a vefe gwarantañ ur politikerezh mennet evit ar brezhoneg ha kultur Breizh, a vefe lakaet en pleustr ha heuliet gantañ e-barzh ar servijoù.

Envelet ‘vo un eilmaer hag a zo skolaer divyezhek ha tomm e galon gant ar yezh evelomp evel just. Hon pal a zo plantañ ar yezh e kreiz ar jeu, pezh a zo bet laosket a-gostez aboe bloavezhioù gant ar skipailh all.

2 – K.L.T. eo ar pourchaser e bro Montroulez evit an tañva eus ar brezhoneg er skolioù kentañ derez publik (evit 1 500 skoliad war-dro). Liammoù he deus hor c’hevredigezh gant Kuzul Departamant Penn-ar-Bed, ar c’humunioù a gemer perzh, ha gant Renerezh servijoù an Deskadurezh-Stad en Akademiezh, dre un c’henemglev pal war veur a vloaz (2017-2020). Kenarc’hantaouet eo ar stignad gant Kuzul Departamant Penn-ar-Bed (50%), Rannvro Breizh (18%) hag ar c’humunioù (32%). **Ha prest oc’h da genarc’hantaouiñ ar stignad tañva eus ar brezhoneg er skolioù kentañ derez publik en ho kumun ?**

C’hoant hon eus reiñ un tañva eus ar yezh d’hon bugale ha paet ‘vo evit se!

3.a – Ha prest oc’h da **lañsañ** pe da **sikour lañsañ** krouidigezh un hentenn skol divyezhek (nevez), publik ha/pe prevez, pe ur skol (nevez) dre soubidigezh (rouedad Diwan) ?

A-dra sur! Gwelet ‘vo hag-eñ ez eus tud ar skolidi a-vremañ pe da zont dedennet gant un hentenn divyezhek evit gouzout hag-eñ e vo trawalc’h a vugale evit krouiñ un dra bennak.

3.b – Ha prest oc’h da **ambroug** en ur mod efedus diorroadur an hentennoù skol brezhoneg-galleg a zo dija en ho kumun ?

4 – Kinniget eo **ar garta “Ya d’ar brezhoneg”** gant Ofis Publik ar Brezhoneg (www.opab-oplb.org). Pa vez sinet ar garta, ouzhpenn ma laka ofisiel an engouestloù kemeret gant ar strollegezhioù a-fet broudañ implij ar brezhoneg, e c’haller kaout sikourioù teknikel hag aveel. Pep strollegezh a zisklêr bezañ prest da dapout unan eus ar pevar live labelaat kinniget, a zibab an obererezhioù a lakao en pleustr hag a-benn pegoulz eo en sell da dapout al live-se. Betek-henn eo bet sinet ar garta-se en Breizh gant 774 aozadur prevez, 208 kumun ha 14 framm etrekumunel.

• Ma vezit dilennet, ha ma n’eo ket sinet c’hoazh gant ho kumun, daoust ha prest oc’h da sinañ ar garta “Ya d’ar brezhoneg” ?

Ya, evel just.

• Ma vezit dilennet ha m’eo bet sinet ar garta “Ya d’ar brezhoneg” c’hoazh gant ho kumun, daoust ha prest oc’h da zisklêriañ e reoc’h ar pezh a zo dleet evit tapout al live war-lerc’h er garta ?

• Ma vezit dilennet, daoust ha lavaret a rit e tifennoc'h hag e kasoc'h war-raok ar brezhoneg en ho kumuniezh kumunioù, peurgetket dre envel ur c'huzulier-kumuniezh hag ur gwazour brezhoneger en karg eus ar politikerezh yezh war an tiriad ?

Klasket 'vo ganeomp lakaat an traoù da vont war-raok.

5 – Ha prest oc'h da harpañ ha/pe da ziorren ar c'hentelioù-noz en ho kumun (prestiñ salioù, brudañ, kelaouiñ an dud...)?

Ya, gant plijadur, sikouret vo ma vez goulennet!

6 – Ha prest oc'h da harpañ ar pleustroù arzel (ober muzik, kanañ, livañ, dañsal...) liammet gant kultur Breizh ?

Roet 'vo un tamm sikour d'ar re a c'houlennno ganeomp.